

GUERZ NEVE

ADAM HAC EVA.

Var an ton Gallec : Dans un jardin couvert de fleurs.

Ebars eur jardin florissant
Ha ravissant,
Doue crou an den henvel outa :
Ar plaç brao-ze
A ra d'ar bed antier admira
He garante !

Adam a n'em vel he unan
Hep joa na poan.
Ar stad-ze h'en rent meurbet souëzet :
En eun instant
A tanva , en dousder ar c'houset,
Ravissamant.

Mez, Doue, hep h'en difuni,
Nac h'en jëni ,
A kemer souden eur gosteen ,
Tost d'he galon ,
Hac a form ganti eur feumeulen
Brao dreist rêson.

Adam , vel ma remerc Eva,
A sao n'he za.
— « Chetu deus ma eskern eul loden ,
Me h'en goar scler,
Roët din , vit ma lacat laouen ,
Gant ma C'hrouer. »

Ractal enni cregui a ra,
D'he cherissa.
« Stoïomp , e meza , prompt d'an daoulin
Dirac Doue,
Vit goulen he c'hraç hac adorin
He Vajeste. »

Doue a viniç an daou den ,
Er bed da rën.
Mez , eun dra seul a c'houlen oute !
Obéissans.
Ha , mar c'heuilont ar gourc'hemen-ze,
A devo chans.

Lavaret a reas da Adam
Beva divlam.
« Gra usaj deus an oll draou crouet
Vel ma cari :
Eur froëzen seul a zo difennet
Dec'h touch outi. »

« Avertis da bried Eva
A guement-ma ;
Rac te a responto eviti.
Heuil ma lezen :
Frajil eo ; mir ma deui da derri
Ma gourc'hemen. »

Dont a ran c'hoas da repeti ;
Dalc'h tost outi :
Ho partaj vo gant hoc'h oll ligne ,
Sûr mar pec'het,
Ar maro , miserio ar vue,
Ha bout daonet. »

Adam a groc en dorn Eva
« Deut , meza.
Chete aze eur vouëen divin ,
Froëz an Autro,
Deuz anezi , mar caromp dibrin,
Nin a varvo. »

Eva , o clevet he fried ,
A zo spontet.
— « Pellecomp deus vouëen divin ,
Hac ar froëzen ;
Pa na reserv Doue nemet hy ,
Er gourc'hemen. »

Retorn a rejont adare
D'ho flaç neve :
Deur c'hastel formet vel eur c'havel ,
Gret a fleurio,
Composet gant dorn an Eternel ,
Ar guir Autro.

Beva reont evel Ele,
Er jardin-ze.
Na neus etre Adam hac Eva
Nep differans :
Destinet int vit multiplia
En abundans.

Eva a sortie bemde,
Evit bale.
Ous an envo a ra meur a zell
Gant e fried
Da renta hommaj d'an Eternel
Oa quelenet.

Eun devez , pa oa o pourmen ,
Adieu lezen !
A deveus rancontret eur serpent
Mignon a gai :
He gomzo da Eva vo tourmant
He bugale.

M'ho salud , periezen divin !
Fleur ar jardin !
Statu beo demeure Crouer ar bed ,
Ar vrec kenta ;
C'houi vo dreist an Ele , mar debret
Ar froëzen-ma. »

« Na ve met en douar a c'hloar
Cavet o par
Ho pried vo souëzet o clevet
Ar marvaillo.
Mui vidoc'h-me anve , en effet ,
Ho tensorio. »

Chetu-aze eur froëzen vad ;
Sellet erfad :
Laquit evez na vec'h re c'hourmant ;
Reit d'ho pried,
A gano dec'h eur music charmant ,
Pa n'o tafet »

Adam, pa vel Eva arri,
Gant joa outi,
A ra dezi eur reproch mignon :
« Pell a c'houd bed. »
Dibri a ra, a rei, heb feçon,
Froëz d'he fried.

Adam, evel ma tanyeas,
Oe rentet noas.
« Pelec'h, emeza, malhuruzes,
Me sant miser,
Oud bet o kerc'hat din-me, expres,
Froëz saluter !.. »

Int a vel ar speret malin
Prest o c'hoarzin.
Eva, spontet, a gommans crial,
Leun a horreur :
« Chetu aze ar monstr infernal
Caus d'hon malheur !.. »

Adam a guitta e bried,
Evit cuzet
Dindan eun toullet deillo figuez,
Hac en eur vont,
A lavar : Ma Mestr, biquen d'ho mouëz
N'allan respont !.. »

Adam, Adam, petra heus gret,
Vit bout cuzet ?
— Ma Mestr, ma C'hrouer ha ma Doue,
N'on quet quiriec
D'an disurs gret, dre fragilite,
Gant ma fried.

« Mar pije heuillet ar reglen
Ha ma lezen,
Na vije quet da galon mantret
Quement hirie,
O veza roet rê d'es pried
A liberte. »

« Pa heus profanet al lezen,
Vit birviquen
Te a dilezo ar vro neve,
Lec'h moud crouet ;
Rac nal quet an douar santel-ze
Souffr-ar pec'h'het. »

Brema da penchant naturel
Raï did brezel.
Al lezen a po da observi
Vo dinatur :
Malheur did, mar torres anezi,
Pre'r blijadur.

Vit petra tetri ma lezen,
Plac'h disordren !
— « Doue ma Mestr, ma c'hrouer divin !
Me a zo bet
M'en lar gant mez, dre'r speret malin
Sollicitet. »



« Ea punition d'hes pec'h'het,
Vi coz er bed ;
En yaouanq te pezo eur galon
Meurbet tener :
Lemel da desir divar an trôn
Vo da dever. »

« Ouspen, pa grouin tud ar bed,
Vi oblijet,
Vel ma ranqui guenel bugale,
D'an fourmancho :
Netra na soulajo ar boan-ze
Met ma hano. »

« Sortiet ermeas, tud ingrat !
Da labourat.
Abaoue ma heus debret ar froëzen,
Oc'h er pec'h'het :
Ar man mui deus an Env na disquen
Dec'h, evit boued. »

Quittel oc'h gant an dud mortel,
Douar santel !
N'o peus met eur satisfaction
Consideri
Penos eo ho destination
N'em gonsoli.

Scuizet o vale dre ar vro,
Oa disolo,
Assemblez a criont en eur vouez :
« Crouer ar bed,
Petra raïo ho daou vuguel quez
Abandonnet ? »

Neuze divar eur gouabren
Prest a disquen
Gabriel gante anaveet
N'ho innoçans :
A lavar deze : « Fiet bepret
Er Brovidans. »

Sellaonit mouëz an Eternel,
Tud infidel !
Na noc'h quet ganta abandonnet :
Jesus, he vap,
Deus he beurs en devo digasset
D'ho sauvelat. »

Tost da bevar mil bloas oar bed
O soufr sec'h'het :
Jesus a deu a garante leun,
Demeus an Ee.
En he galon e ma ar feunteun
A vir drue.

Ny ho ador var hon daoulin,
Gueen Divin !
C'houi eo ar guir froëzen saluter.
D'ho bugale
C'houi ro en Sacramant an Auter
Ar mân neve.

